

MEULOM A GREIZ KALON

1. Piou 'hell chom heb ka- na meu-leu- di d'e- zan ? Da Je- zuz Mab Dou- e
 4. D'an nenv e zaim gan- tan di- neh or spe- red, Ha gand Dou- e on Tad

R/ Meu- lom meu- lom
 1. zo deut er bed man. Meu-lom, meulom meu-lom, meulom meulom a greiz ka- lon,
 4. 'vim di- ge- me- ret.

Meu- lom meu- lom Mestr ar bed! , Meu-leu-di d'e- zan ! Meu-leu- di d'e- zan !
 sempre f. Fin

(quatuor)

2. Le- dom oll on dil- had, kaer-ra war he hent Din- dan e dreid skour- rou

(Trio)

2. gand bleu-niou se- ven 3. Na kaer eo he we- led , war e a- zenn gwenn,

(vi- han, vi- han)

3. gand bu- ga- le vi- han, o c'hoar- zin laou- enn.
 (vi- han vi- han) R/.

1. Piou 'hell chom heb kana meuleudi d'ezan?
 Da Jezuz, Mab Doue, zo deut er bed-man:
Meulom, meulom, meulom a greiz kalon;
Meulom, meulom, Mestr ar bed, Meuleudi d'ezan!
2. Ledom oll on dilhad kaerra war he hent,
 Dindan he dreiz skourrou gand bleuniou seven.
3. Na kaer eo e weled war e azenn gwenn,
 Gand bugale vihan o c'hoarzin laouenn!
4. D'an nenv ez aim gantan, dineh or spered,
 Ha gand Doue on Tad, 'vim digemeret.

*1. Qui pourrait rester sans voix pour chanter ses louanges ?
 Au Fils de Dieu venu en ce monde.*

R/ Louange de tout coeur, Louange au Maitre du monde !

*2. Sur sa route faisons un tapis de nos plus beaux vêtements
 Et sous ses pieds mettons des fleurs et des branchages.*

*3. Qu'il est beau à regarder sur son âne blanc
 Et tous les enfants lui souriant.*

*4. Il nous prendra aux cieux, l'esprit sans crainte,
 Et Dieu le Père nous accueillera.*

*Musique: Choral gallois traditionnel - Harmonisation: Roger ABJEAN
 Texte breton (Job SÉITÉ - d'après l'original gallois)*